WIKIPEDIA

Tepehouaneg ar su

Ur yezh outoek-aztekek eus skourr ar yezhoù tepimek eo **tepehouanek ar su** (*tepehuán sur*) komzet gant tro-dro da 14.000-17.00 den (1990 e Kalifornia.

Div rannyezh ez eus:

Tepehouanek ar gevred(8.000-9.000 den) Tepehouanek ar mervent (6.000-8.000 den)

Gwelet ivez

- Yezhoù outoek-aztekek
- Yezhoù tepimek

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Tepehouaneg_ar_su&oldid=403542 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 1 Du 2008, da 18:00.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.